



Da gas d'ar gevredigezh kerkent ha ma vo gellet. Bez' e rankomp kaout ho respont, pe er voest-lizhiri pe dre bostel ecoled@labaiedeslivres.com, a-benn **al lun 22 a viz Even d'an diwezatañ**.

La Baie des Livres Place de la Barrière - Mairie 29600 Saint-Martin des Champs

I. Titouroù UR fichenn dre zegouezh goulennet

Anv hag anv-bihan an den e karg :

Danvez pe live kelennet :

Ti-skol :

Chomlec'h :

Pellgomz : Pellgomz godell (evit ar c'hejadennoù) :

Postel :

II. Oberour / skeudenner :

- Sellet a ran ouzh roll an oberourien hag ar skeudennerien a c'hell dont e-barzh ma c'hlas. O buhezskrid hag o levrlennadur zo enlinenn war hon lec'hienn. Bez' e c'hellit mont e-barzh ar mediaegoù d'ober anaoudegezh gant al levrioù ivez.
- **Sevel a ran hetoù** evit dibab an hini a fell din pediñ. Ar re a *gavan ar gwellañ da gentañ*.
-
-
-
-

Klask a reomp respont eus hor gwellañ met siwazh e vo tud dipitet... Aozañ a reomp ur gejadenn da gentañ penn evit ar vugale n'o doa gwelet oberour ebet ar bloaz kent ha d'an nebeutañ ur gejadenn dre di-skol o c'houlenn.

- **Ur respont am bo a-benn fin miz Even.** En distro-skol ha mar bez ezhomm e lakaan ar vugale pe an ti-skol da brenañ al levrioù. Postel ha tirouroù diwar-benn an oberour a vo kaset din. **M'ho peus ezhomm, deuit e darempred ganeomp !**

III. Kejadennoù gant ar c'hlasoù d'ar yaou 19 pe d'ar gwener 20 (pe d'un deiz all evit

Julien Lamanda)a viz Du :

Klas :

Niver a vugale :

Ha degemeret ho peus un oberour-skeudenner c'hoazh ? YA N'em eus ket

Ho klasad bugale en deus bet tro da gejañ ouzh un oberour-skeudenner e 2019 ? YA N'en deus ket

Deiz / Eurioù goulennet / ne c'hell ket bezañ e mod ebet (diouzh an deizioù) :

Ur c'hevelerezh a c'hell bezañ gant mediaeg ho kumun, liammet gant an oberour ho peus choazet pe an dodenn 'Far-West' (kejadennoù war al lec'h, prientiñ en a-raok, prestañ levrioù, raktresoù savet a-stroll...).

Peurvuiañ e vez mennet ar mediaegoù a gemer perzh er foar.

Dedennet on gant ar c'hevelerezh YA **N'ON KET**

Priz : goulennet e vez ur skodenn a **60 €** dre gejadenn. Ar c'houst gwir kemeret e karg gant La Baie des

Livres zo kalz uheloc'h. Kaset e vo deoc'h ur c'henemglev da sinañ.

Un eur-horolaj dre vras e pad ar gejadenn. Kas pe degas an oberour a vo goulennet gant ar skol (degouezh pe loc'hañ), gant sikour ar gerent lakaomp. Pred kreisteiz a c'hell bezañ war ho chouk ivez. Mont a raimp e darempred ganeoc'h goude an distro-skol.

Levrlennadurioù al levrioù a c'haller prenañ ha kinnigoù an oberourien war hon lec'hienn: <http://www.labaiedeslivres.com>

Oberourien a gemer perzh er c'hlasoù		Oberour	Skeudenner	Live-skol
1	BASTIEN Emmanuelle	x	x	GS > CE1
2	BERTRAND Pierre	x	x	GS > CM2
3	COZ Annie <i>brittophone</i>	x		BREZHONEG Kelc'hiad 3 /Skolaj
4	DUVAL GUENNOC Anna		x	BREZHONEG Kelc'hiad 2 Kelc'hiad 3
5	GIREL Stéphane		x	CP > CM2
6	GOBY Valentine	x		CM1 > Klas termen (<i>Murène</i> : Klas Termen pe 1añ, <i>L'Anguille</i> : kelc'hiad 3)
7	GUEYFIER Judith	x	x	Skol vamm > klas termen
8	KALOUAZ Ahmed	x		Skolaj/Lise
9	LAMANDA Julien		x	BREZHONEG Kelc'hiad 2
10	LAROCHE Agnès			CM1 > 4vet
11	LATTEUX Catherine	x		Skol Vamm > 5vet, CE2/CM kentoc'h
12	LE GUEN Sandra	x		GS > CE2
13	LOMENECH GILL Olivia			Skolaj
14	LOUCHARD Antonin	x	x	CM2. (modall CP > Skolaj (<i>Je suis</i>), PS posubl 'vefe ivez
15	OBION			CM1 > 5vet
16	WAUTERS Julia		x	Eus ar skol-vamm betek al lise
17	YTAK Cathy	x		CM1 > Klas termen

Gallout a rit pellgargañ ar fichennaoueg-mañ war hon lec'hienn er rubrik Téléchargements